

Kemenerien Prad – Les tailleurs de Prat (2)

Yvonne LE MEUROU (LE MAUX) – Berlevenez – ar 25 a viz Meurzh 1982 (Brélèvenez – e 25/03/82)

Daou gemener a barroz Prad
A oa deuet du-mañ da wriat

*En avant fan furluppa oui
Mais non, mais pipe a la bon*

ne oant ket azezet war o zorchenn
'Deus remerket ur varikenn :

«Sell aze ur varikenn vat
A rafe dimp peb a gofad !»

Daouzek dousenn, peder grampouezhenn
'Deus debret ar gemenerien !

C'hoazh e lâre an hini bihan d'an hini bras :
«Ma vije bet am boa debret c'hoazh !»

an hini bihan d'an hini bras a lere :
«N'eo ket bet druz hom jeu herie !»

Daou gostez kig sal, peder anduilhenn
'Deus debret ar gemenerien !

An ozac'h a lere d'ar wreg :
«An daou-mañ vo re ger o boued !»

Deus 'talek beure betek koan
Oant oc'h ober div goef lien moan

C'hoazh pa oa aet ar wreg da welet
Oa peb a voned devoa graet !

*Deux tailleurs de la paroisse de Prat
Sont venus coudre chez moi.*

*En avant fan furluppa oui
Mais non, mais pipe a la bon*

*Ils n'étaient pas assis sur leur coussin
Qu'ils ont remarqué une barrique :*

*«Voici une bonne barrique
Qui nous ferait une ventrée chacun !»*

*Douze douzaines, quatre crêpes
Ont mangé les tailleurs !*

*Et en plus, le petit disait au grand :
«S'il y en avait eu davantage j'en aurais encore mangé !»*

*Le petit disait au grand :
«Notre affaire n'a pas été grasse aujourd'hui !»*

*Deux côtes de lard, quatre andouilles
Ont mangé les tailleurs !*

*Le mari disait à la femme :
«Ces deux-ci nous coûtent trop cher en nourriture !»*

*Du matin jusqu'au souper
Ils firent deux coiffes de toile fine.*

*Et encore quand la femme alla voir
C'était un bonnet que chacun avait fait !*



Denise Morvan
Mme Martel - Trédarzec
(Photo Ifig Troadec)